

AL LORC'H HAC AN OSTELERY

Diou sourcen a baourente

1028

~~JEUN BREIZH-ISEL~~

LODEN QENTA.

S E R M O N

AR

VOMBANGERRIEN.

Biscoas ne oa guelet un amser hanvel deus an amser so brêma o rén : ed n'en deus cas pe lec'h ne glevfed coms nemet deus famillo rouinet. Ne ve qen caus nemed deus tud èt da baour : hen a hen è prest ar versediguez da vont var e dreo; en ty hen a hen so muyoc'h a hle evit a peadra; hen a hen so amarret, garotet, erreet qasi qement tam leve en eus. Gant petra eta è amarret a garotet evelse ar peadra? Aset oalc'h è goût: gant billejo obligation, contrajo arbant hac hypotheco.

En amser-ma ar brassoni a discar calz a diéguexo ac a laca meur a famill da dissirita. Un nombr bras a dod a deu da vea foulet goude hea bet er prosperite, a petra ve caus nemed al lorc'h, nemed an dispigno diræson a reglet fal.

Laqèt e peus, me suppos, un dornad mat a

2

bezio uguent realet da brena un habit a lorc'h do merc'h : ar hoef montet so vare sen so coustet sez scoet ac ar mouchouer bras so e holo e diou scoa qement al, e roben a dal pemzek scoet, priç un anvoer vlaz ; a cetu goude an dispigno sot se ne peus qet en o menaj ar pes a fant ac e hoc'h bep dez en ty o amezeyen o h'amprest binvio pe loenet d'ober o labour. A ne vije qet proproc'h dec'h tremen o merc'h gand un habit muioc'h dister a caet en o craou eur vuc'h mad d'al laes a d'an aman, couit da gaët dour da dibri o poed ac un avalik poac'h da led a var o tam bara rous?

Hoarveout a ra dec'h rei eur fest a vombanç a plaça Viçant (an orgouil) er pen huellan an daul a cetu e renqed tenna gle ; manet è ar gouin ac al liqueurio da bæa, ar hik so qerhet var asten. Red è dec'h ampresti arhant, fournis interest mat ac ouspen pedi ar greancourien da dont da dafa ar frico, a hoas vo rabat dec'h o lezel en pen izellan an daul pe autramant e voelfed an huissier o tispaca varnoc'h damprest goude ma vo achu an termen evit ar bæamant. Marteze e sonjo dec'h tremen er biz se evit un den a beadra yac'h a gallout fortuni guelloc'h o pugale. Allas! tremenet è an amser se. Evit guelet un daul o plega dindan a bep sort meuzio delicius den na deu da gredi e ve leve dible ebars en ty; er c'hontrel è. Gilaouet o mignonet pa voint o retorn deus o lein vrás hac è clev-

versa goëllan pes douar a nef e evit sevel ar hastel se? — Ato evit ober fortun e vugale? — Mès pa vo qestion goude e varv, d'ober ar partaj entre e bevar buguel, an hini a digoeo deân an ty ne nefo da staga deus e dy glas bras nemed eur braden, eul liors, eul lannek a peder pe bemp besqel deus eur parq. Petra raio neuse gant ar bern mein se? — E versa ; netra qen.

Ar baësantezet còz ne luhe qet an tu dia-vès deus o meublaj evel o re hu, mès an tu diabars a rë muioc'h a drous, rac eno e vije iâlhado mat a bezio daou scoët o hortos an occasion da brena ar parq mât pe ar velery se pere e peus hù guerset pe a verso o pugale var o lerc'h evit souten o lorc'haj. Kaër ve chassa a bouta var an tiretenno ne sonont qet, nan, chom a reont sioul a didrous rac peurvuijan e vent goulonter.

Guech al pa antreè un den en ty var mæzne vije qet clevet ar mestr o laret ar c'homzo mât : *passez dans la salle;* bed ar vadelez da dremen ebars er sal. Ar re gôz n'anveent qet ar sort langaj se. Bea vije en ty e qenta eur gabinet dù a tefal pelec'h e vije servijet dec'h a galon vad eur plajet mat a guik; an tam bara a service d'assiet ac ar meut da fourchetez, ac evit peurvega an tam qik a bara se e vije laqèt eur scudellet vat a gist. Elec'h er salio so brema e ver dijervijet en aour ac en arhant; ne debree nemed meuzio en guiz kér a ne efer nemed

liqeurio deus ar re ar muian delicius.

Divoalld ne dremense dre ar sal an arhant necesser evit prena teil da demzi o parqo pe loenet da hreia o crevier. Guech al ar mestr ac ar mevel a debre deus ar momeus coter goude bea labouret ar momeus parq. Elec'h houy a fel dec'h tremen tud o ty gand o timoranco goude bea cousonet danve o bevanç ebars er sal. Divoalld ive gant ar sal se da zisqi do pugale e nem rouina. A bea defo hi, peb bini anè, qement a leve a houi evit heuil an treia e defo guelet ganec'h? — Ne defo qet; neuse e vanq dec'h disqen o cramailleren deus un-dant pe daou, pe autramant mamzel ar baourente arruo prest var drewo o dor evit o digaç ebars en hent rez.

O dud côz ne dafeënt qet qement a frigo a houy a coucoude e vijent qen yac'h a bouy, ia, a yahoc'h ive mil guech. Araug ma voa deut var maes ar festo a vombanç e vije tud nersus, tud yac'h evel ar hloc'h, tud livet kaér ac a chome son en o sa bete pevar-uguent bloaz, elec'h brêma ne voeler peurvuian nemed tud poatriner pe bourmonik, tud livet fal a gratet o zamperamant gant an druoni ac an aman rous.

O tud côz ne guemerent qet o repos var goeleo acajou pe vodegai a ne dije qet a blun da souten o fen en pad o housq, mes ar re se a gousqe didrubuil var o zamik pel. Ne vijent qet tourmantet gant unvreo desagreabl, na,

ar re se ne seblante qet dê dre o hunvre goelet
 ar greancourien o tont da broulen o arhant pe
 an huissier en em bresanti evit comanç laqat
 ar vers.

Bep dez e ve clevet eur vam imprudant
 benag o coms er biz ma deus e merc'h :
 houy neus qement aës a merc'h hen a heu
 da gaët eur mouchouer scoulmet ; houy sô
 couls a bonnes a me intent dñs po i've eur
 chal tartan ; bed fur, ar sort a hoantefèd e po ;
 mar gal bea pæët ar mecanik e po un habit
 nevez ; pa man ar re se var an ton se e hallan
 i've caët dec'h ar sort e deus ; ne bermetin bî-
 gen e hafent arauc dec'h. A cetu var ar sort
 digareo se e vo foëtet uguent scoët, hep goût
 d'an tad, da brena dillat d'ar verc'h. Qementse
 ne vo qet dies d'ar vroeg, rac ganti e mân al
 lin, ganti e mân an aman, ganti e mân an ed.
 Roët vo eur palefars kerc'h d'ar miliner var
 digare e gaç da grazia; aru è tano an ed; var ben
 anter ar bloaz e vo ar hôq o cana ebars er bri-
 gnal, rac bea è goulonter a bep sort trevad.
 Damprest e vo guelet adare ar sah o retorn
 d'ar marhat evit adprena kér ar pés a vo bet
 guerset en donèsion. Pa ne vo qen a arhant e vo
 laret d'ar miliner : ed da dy Vari-Von an Dû,
 honnes so camarades din, honnes a royo din
 eur sam ed da nevead evit gortos an est. Mari-
 Von an Dû pa vel ar miliner o hantren a ra-
 diountân eur sel a dreus ac a lar : aru è ar salz

se aman adare? Petra! o prepari mont da baour e ma an dud se? Serreto keuo, eme ar miliner, merc'h o camarades so vont da dimei d'eur paut deus coste Lannuon; disul ar pen sun è laqêt devez ar veladen; bed eta sioul gand an doan da noaz d'ar fortun; goude ma vo tremenet an euret ne vo qet qen riskus comz, rac var'ben neuse e vo bet nasqet paut coste Lannuon. Abanta eta! a n'è qêt er hiz se e ve traqet a qibet ar gristenien!

Pa dimefed, divoalled ne chomfe an habit eured var liben e hein, var gaier ar marhadour.

Louisik so mab d'eur feurmier ién ac a fel deân heuil bugale an den a beadra yac'h. Evit bea greïet kaér ne ra nemed taga a tourmant e dad. Ar paut côz scouis eus e gleved a ya da gonsulti e vroëg : Mari-Jeann, e me ân, petra vo grët deus Louisik, ne bad den gantân fot caët dillat nevez; laret a ra e haïo dibar om zro a penos a refomp, rac me ne non qet capabl evel goech all; mès penos a vo grët da bæa? — Ne non petra d'ober, e me ar vaoues côz, petra feli dec'h, red vo caët deân, n'ellomp qet tremen ep. ân.

Mès prest goude e aru quartier gœël Jan ac an arhant vo bet dispignet en ty ar marhadour ne vo qet caët da gaç da dy an autre. Ar paut côz so adare nec'het : Mari-Jann, e mean, poënt è mont da bæa an autre; pelec'h e kesomp nin daou hand scoed d'amprest? — Ed da dy an

negociant, e me an bini gôz; marteze e moump un tam arhant digantan var nevead. — Mancout a ra dimp daou hant scoed. — La sûr, e me an negociant, bea po, mes gant ar goudition e refed din o hed dek guennek dindan; pa nefo an dud al dek livr houy ne po nemet tri scoed daou real. — Ar uout a ra an est, an negociant so difun, ac entre ma è izel ar hour e ra diguemen d'ar paut côz dont en kér; — hastet dorna, hastet guentat, eomp bras e meus ed; — a cetu var ben ma vo huel ar briç e vo qasi pignat est ar feurmier en grignal an negociant.

An autro pa vel bugale e feurmier gouisket qen kaér a deu da sonjal e mā ar plaç re varhed mad. Qenta lizer vo grèt, e meân, vo red caët kresq ac en tuont un dornad mad a vanego. Ar baësanter a ra o fortun divar om houst; sellec peguen kaér greiet è o bugale; ar melærio so qasi evit netra.

Ahanta! me ne feurmfen qet un erv douar d'un den ac a vije e vugale re var an ton bras, doan e mijne ne vije dehradet din ma flacaraug fin ar respect. Rac pa ve bér an arhant ebars an ty e ve bér al loënet ebars er hraou, a bér an demz ebars er parq, a cetu var ben ar fin an douar na brodu nemed louzou, a helvezien, a ne ve qet mad da blanta chass.

An dud a beadra, dre o faus dispigno, a dese en dro dë menajo diguempen. Ne ve aës na d'a rei labour na d'ober an aluzon.

Red e ve derhel qen sten var an treo évit
 paea ar farodiaj, mar so hirie en calz a dye pi-
 viq eur bansion fal sia : bara trenq; bara gros,
 leun a vren, grèt gant hey rik, bara panen a
 menaget gant ar forc'h; iôd put, silet pemzek
 dez a ve, iôd dre dour, iôd faout a divlas pe-
 hini ne ve nac en e stum nac en e fæçon; cram-
 poes dilibrist, dispegued gant un tamik bian a
 lard memeus da voener a da sadorn; souben
 dreut grèt gant eur vrioncen vlonge. Elec'b
 laha daou loën ne ve laheth nemed unan ae evit
 espergn ar bik e vo roet d'ariaou da nos un tauz
 caoulet da goân, en ân pa ve al labourio startan
 o rén var mæs. Guech al en dezio vigil e vije
 en tye mad iôd dre læs, a brêma, abaouë ma ha
 al læs en kér da bæa al lorc'haj, e renquer cha-
 qat avalo douar gant eur bannac'h dour gist pe
 eur bannac'h jamezen.

Domestiqet, mar guê greiet kaér bugale o
 mestre cousto kér do lèr ha do h'estomaq :
 sevel abred a mont da gousqet diveat ac evit
 bara an treo se eur bansion discord. Ia, grèt
 vo dec'h souten eul lodeu deus ar frejo a goë
 ebars an ty.

Mar carje ar mästro træti o domestiqt un
 tam guelloc'h na dije qet qement a digare ac
 a hast da vont da gresqi arme ar glasquerrien
 vara.

Couscoude, domestiqt, ne meus tam truez
 abet diouzoc'h rac houy o hunan so caus do

maleur, rac kaér en deus an dud a beadra caët
 treo faro ne nint qet capabl da en em differanci
 diouzoc'h. Ar vates a fel dei mont en kefer ar
 plac'h a dy a den n'al anyeout ar mestr deus
 ar mevel. A boan e ve achu ar bloaz e ve cals
 a hast da gaç an tamik gobr d'ar stal veser.

Guech al ar servijerrien a nije dillat simpl a
 solid grèt var steun ar guèr ; an dillat se a vije
 padus ac a harsé deus al labour, e lec'h gant
 an treo stipet a brener brêma e ve confontet
 ne voar den peguement arhant, a hoas ne vent
 qet capabl da divoal deus eur bar dour. A goude
 tout ne vân netra evit caët lienaj : dindan e ve
 eur rochet toul a var heure eur fraq a bris huel.

Guech al an domestiqt ac an artizanet ne
 honeënt qet qement arhant a hirie, a coucoude
 var ben dimei e dije cals a dreo dastumet : eur
 zolieret lin, arhant placet, eur vuc'h pe diou,
 denvet pe voëpan var anter. An treo se a rè
 cals a lanç dê da sevel o bugale. E lec'h brêma
 an domestiqt na defe netra pa dimeont, na
 defe na guele, na balin, na nincel; prest goude
 an euret e ha an habit nevez ac an allianç arbant
 da dy ar revanderes, a na ve na bara var an
 daul na tan var an oalet.

Ne voeled-hu qet ar mevel se? peguen faro
 è! Er sun dremenet è bet ar c'hemener pevar-
 dez o hober deân eur vesten. Hennes so greiet!
 Ia, ac e dad n'eus qet un habit propre evit mont
 d'an oseren bred da sul. Selleldeus Jonanik an

ty al, honnes so stad enni; ne neus nemed tri bloaz aboue ma mân o serviji a cetu dija e deus bet eur mouchouer stof. Ahant al lered din, a ne vije qet proproc'h da Jonanik an ty all caët eur mouchouer muioc'h dister a miret un tam arhant da brena teir pe beder goalen vougac'h d'ober invizo de mam pehini so en noas?

A hoas domestiqt ma ne dispignjec'h evit en em hreia nemed ar pes a honeed. Mes laërrret ve dra pe dra qeid a ma ve troët qein ar perhen; ia, laërrret ave betek an herñ deus treid ar hezeq a memeus betek an uo deus dindan ar iér. — Amân, e me ar vroëg, na deo iar abed; mont a ra an uo tout gant al louarn. — Ia, gant al louarn daoudroadeq.

Ar vugale a dy so æsetoc'h dê goada jalc'h o zad pe filoutat un dra benag deus ar menaj. Ia, pa ve èt an tad pe ar vam d'ar foar pe d'an euret e arruo eur baoures var digare qestel eur bannac'h læs ribot pe ar stoupaer var digare guersa pabu pe brena pillo, a var ben m'arruo ar re gôz er guèr e vo disparesset deus an ty ar hik sal, al lanvnes a beteq ar bleud kerc'h deus ar barillo. — En dre man, e me ar vam, n'eus grët ampliet abet gant ar palefars kerc'h mân, me gav ê guel goahet ar hostejo qik aboue eur pennad so. — Rêson o peus, mam baour; ato bet ê ar verc'h o renabi an dreo deus o menaj.

Tado a mamo nê qet epqen o peadra eo a ya gant o pugale. Kaoz a reont hoas gantè o h'eu-

clevet o laret din : houy sonj dec'h, autre, e
meus me grèt eur fortun gaér o qemer merc'h
hen a hen, a coucoude e meus grèt un dimei
dister. Guir è en ty ma zud kaér e oa un tam-
pon eston, pa hen da velet danfe ma groëg e
vije grèt stad anon ; eno e vije frico, gouin,
bara guen, ia' mès dindan al lorc'haj se e oa
berniet calz a hle, a mar carjen bea èt d'an
hypoteco e mijе guelet sclær e voa amarret
an diou drederen deus peadra ma zad kaér
gant banq Sant-Malo a hini Montroulez.

A houy, merhed difetet, piou e peus hu
sonj da dromplan gant o toaletten ? Eur paut
diveat benag ? Ia, mès n'eus cas peguen ba-
janek e vo o pried ne vanqo qet eo dezio var-
lerc'h an eured da houlen diganec'h : pelec'h
e èt ar hostezio kiq sal a voa deus ar scour en
devez ar voeladen ? Pelec'h e èt ar bossado
neud a oa a divil deus an treust ? Pelec'h e èt
ar har malbrouk a oa ebars el loch ? — Da'dy
o ferhen.

Tud iaouanq Breiz-Izel poënt bras è dec'h
chanj a gundu, da viana ma ne peus qet a
hoant da velet ar vro mân o vont da baour
râz. Ar simplicite epqen a laqo ar brespolite
da retorn a nevez flam ebars er famillo.

Tud yaouanq pinviq, boui surtout, en eur
rei haul d'ar bizio nevez, c'boui a so bet pen
caus da guement a valeurio en toes an dnd.
Mès mar qered e nem vousisqa gant modesti

cals deus ar re disterroë'h evidoc'h ne van-qoint qet do h'imita ac evelse e rentfed d'ar vrô mân eur servij incomprendabl ac e vo en gosno an oll dud sur o cloar ac o meulodi.

FIN.

Pour paraître successivement :

SERMON AN OSTALERIO. (Paraître en janvier.)

SERMON AR VEVENTY.

SERMON AR MERHET YAOUANQ EFERESET.

SERMON AN AVOCADET DIVAR MÆS. (*Les demi Savants et demi Incrédules de campagne.*)